



## SAV DA FILM E BREZHONEG ! - 2020

Ar **Faltazi Festival** zo ur festival filmoù-berr aozet gant ar gevredigezh **AzKrouiñ** hag he c'heveller Ti-kêr Kemper asambles gant un nebeud kevelerien ensavadurel, kevredigezhel ha prevez er Penn-ar-Bed.

Dalc'het e vo eus ar **Gwener 27 a viz Meurzh** diouzh noz betek ar **Sul 29 a viz Meurzh 2020** e Pol Max Jacob (Kemper).

### MELLAD 1 – UR FESTIVAL EVIT AN HOLL

Ar filmoù enskrivet a vo sellet ha dibabet gant izili ar gevredigezh. Goulenn a reomp 'ta gant ar berzhidi chom hep enskrivañ filmoù na zoujfe ket ouzh an dezverkoù gant elfennoù a vefe gouestlet d'an dud gour hepken (pornografiezh, gourfeuslter, h.a...). Evit ma c'hallfe ar re vouzar hag an dud fall o c'hleved kompren ar filmoù e c'houlennomp gant ar berzhidi lakaat **istifloù e galleg** (dre ret).

### MELLAD 2 – DIBAB AR FILMOÙ

Ar prantad dibab a vo digoret d'an holl filmoù a zouj ouzh an dezverkoù-mañ :

- o **Produiñ ha seveniñ embrodet** (hinienzoù, kevredigezhioù, skolioù, h.a.)
- o **Faltazi**
- o **15 munutenn d'ar muiañ** (hep ar roll klozañ)
- o **Dereat evit n'eus forzh peseurt publik**
- o **Film e brezhoneg gant istifloù e galleg**

An dibab-mañ a zo ur genstrivadeg, e-barzh ar juri e vo tud a-vicher hag arzourien ar sinema.

### MELLAD 3 – ENSKRIVADUR

Evit an dibab ez eo digor an **enskrivadurioù** eus ar **1añ a viz Du 2019** betek an **31 a viz Genver 2020**. Evit en ober e ranker mont war al lec'hienn [www.krouiñ.fr](http://www.krouiñ.fr). **Pellgargañ ar fichenn enskrivañ** ha **kas anezhi en-dro leuniet** d'ar chomlec'h-mañ : [faltazi.festival@gmail.com](mailto:faltazi.festival@gmail.com).

An **deiziad termen** evit kas ar filmoù zo d'ar **15 a viz C'hwevrer 2020**.

Kasit ul liamm evit gwelet (YouTube, Vimeo..) pe pellgargañ (WeTransfer, h.a...) dre bostel d'ar chomlec'h [faltazi.festival@gmail.com](mailto:faltazi.festival@gmail.com). Gallout a ra un den kinnig meur a film, met ne vo dalc'het nemet ur film dre zen. Ne vo degemeret film ebet kaset gant ur stumm solut da vare an enskrivadur.

### MELLAD 4 – TREUZKAS AR FILMOÙ DIBABET

Ur wech dibabet ar filmoù e yelo an aozerien e darempred gant kement perzhiad zo tout evit aozañ treuzkas ar filmoù evit ma c'hallfent bezañ skignet. An treuzkasoù niverel a c'hallo bezañ graet gant ur gensavenn treuzkas teuliadoù. Ma vez kaset dre lizher e c'hallo bezañ adtapet ar film war al lec'h e dibenn ar festival pe diwezhatoc'h gant ur pakad kaset diwar c'houlenn ar wireien.



## MELLAD 5 – STUMM AR FILMOÙ DIBABET

Ar filmoù dibabet a c'hallo bezañ treuzkaset er stummoù amañ da heul, da gentañ an hini zo gwell ganeomp : **fichennaoueg HD** (enkodañ H264, stumm AVI pe MP4), **Blu-Ray, DVD**.

## MELLAD 6 – GWIRIOÙ

Bezañ bet enskrivet ur film a ro an tu d'ar **Faltazi Festival** ha d'ar gevredigezh **AzKrouiñ** da gaout ar gwirioù-mañ hep netra en eskemm :

1. Evit ar filmoù enskrivet : un implij e-barzh ur framm kevredigezhel gant ur pal sevenadurel ha/pe pedagogel hep klask gounit argant, a-raok ha goude ar festival, en o zouez skignadennoù prevez evit ur publik bihan ha choazet (evel da skouer izili ar c'hevredigezhioù a aoz ar festival pe ar gevelerien)
2. Evit ar filmoù dibabet
  - Skignadennoù foran da-geñver un abadenn pe meur a hini eus ar festival
  - Implij ar gweledoù (tapadennoù skramm pe gweledoù pourvezet da vare an enskrivadur) ha bommoù video berr (d'ar muiañ 10% eus ar padelezh a-bezh ha dindan 3 munutenn) a-raok mare ar festival evit brudañ anezhañ e-barzh ar mediaoù evel ar c'hazetennoù, ar radioù, an teleoù, ar skritelloù, ar plegoù-dibleg, war hol lec'hienn hag ar genrouedad sokial... (N'eo ket peurglok al listenn)

Ar Faltazi Festival a zinac'h bezañ kiriek e-keñver gwirioù an oberourien ma vez implijet elfennoù eus o arz (sonerezh, skeudennoù, h.a....)

## MELLAD 7 – PRIZ HA DEBARZHADURIOÙ

500€ eo ar priz kentañ roet gant juri ar **Faltazi Festival**. Garedonoù all e natur a vo roet evit an eil hag an trede. An disoc'hoù a vo roet d'ar berzhidi pa vo echu ar skignadenn, goude divizadeg ar juri.

## MELLAD 8 – PEDADENNOÙ

Divizoù ha kejadennoù a vo aozet ur wech echu ar skignadennoù da vare ar festival. Pedet eo ar berzhidi neuze da zont da ginnig o film d'ar publik ha, ma vez ezhomm, da gemer o friz da vare al lid klozañ.

## MELLAD 9 – NULLAÑ

Gouest e vo aozerien ar festival da nullañ enskrivadur ur perzhiad na zoujfe ket ouzh ar reolennadur-mañ. Ma vez nullet ar festival evit abegoù grevus ne vo digoll ebet roet d'ar berzhidi. Ar filmoù kaset dre lizher a vo adkaset evel m'eo bet displeget er mellad 4.